



dastum 50 ANS
VLOAZ
ANS
1972 2022

UR FONT DEBARZHADUR EVIT DASTUM

Petra eo ur font debarzhadur ?

Un aozadur mesenerezh a zo e bal dastum donezonoù evit skoazellañ un aozadur all, hep pal kenwerzhel, evit ma vefe savet un oberenn pe ur mision a laz foran a c'hell aotren e arc'hantaouiñ, setu pezh eo ur font debarzhadur. Liammañ a ra spletoù ar fontoù war an tailhoù gant oueskter ar c'hevredigezhioù, dre ar stignad bet lakaet e pleustr gant al lezenn nⁿⁿ 2008-776 ar 4 a viz Eost 2008.

Gant peseurt pal ?

Da geñver 50 vloaz Dastum ez eo bet soñjet gant ar gevredigezh krouiñ e font debarzhadur evit gellet tizhout doareoù nevez ar mesenerezh, hag arc'hantaouiñ diorren e obererezhioù, ha piv oar, dont a-benn ur wech bennak da vezañ perc'henn war ul lodenn pe an hollad eus he lojeiz.

Gant ar font debarzhadur-se bet savet gant Dastum e vo gellet ivez degemer legadoù ha donezonoù.

Penaos reiñ skoazell deomp ?

15 000 € eo sammad izelañ ar debarzhadur kentañ evit sevel ur font debarzhadur, ezhomm zo neuze gant Dastum rastellañ ar 15 000 € evit sevel ar font-se.

Gellout a rit skoazellañ Dastum da dizhout ar pal gant un donezon start pe promesa un donezon a-drugarez d'an teul a gaver tro-kein.

Da betra e talvez ?

Pep donezon d'ar font debarzhadur a ro tro deoc'h da gaout distaolioù war ho tailhoù : 66 % eus sammad an donezon, da vont betek 20% eus korvoder telladus an hiniennoù, ha 60% evit mont betek 0.5% eus kengreadur an embregerezhioù. Pep legad ha donezon o vezañ kuit a wirioù fuajiñ (gwirioù susitañ evit mann).

Gant piv e vez renet ?

Gouestlet eo ar font debarzhadur bet savet evit arc'hantaouiñ raktresoù kaset gant Dastum hepken, en o zastumadegoù, gwarez ha treuzkas glad dre gomz Breizh. Meret e vo gant e Guzul Merañ a vez e diabarzh Dastum.

Evit gouzout hiroc'h

Kit e darempred ganeomp : dastum@dastum.bzh pe 02 99 30 91 00





dastum 50 ANS VLOAZ ANS

1972 2022

TEUL ISSKRIDAÑ

Fellout a ra din skoazellañ Dastum evit ma vefe krouet e font debarzhadur a zo e bal harpañ e labour dastum, gwareziñ ha treuzkas ar glad dre gomz e Breizh.

Ober a ran :

- Un donezon start e anv Dastum
- Promesa un donezon a vo kadarnaet ganin diwezhatoc'h
(Mont a raio Dastum e darempred ganin en-dro)

Sammad :€

Setu ma daveoù, evel-se e vo kaset din ur guitañs evit an tailhoù

Anv-bihan

Anv

Chomlec'h

.....

Kod post

Kêr

Chomlec'h postel

Pellgomz

